WIKIPEDIA

Langoeg

Ur yezh nilez-saharek eus skourr yezhoù nilotek ar c'hornôg eo al **langoeg** (*lango*) komzet gant tro-dro da 977.680 den (1991) den en Ouganda.

Gwelet ivez

- Yezhoù nilez-saharek
- Yezhoù nilotek

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Langoeg&oldid=1501092 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 11 Ebr 2013, da 11:04.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.